

*La seule ressemblance étant au
Ct je l'ai retranché. L'écrit. Kerambrun.]*

An aer wiber. La vipère.

Ter nos zo na kouskis banac'h
na ken eubed na rin enoas

nag o chillaou eun aer wiber
o kanan war bod er rinwier

a ma lavar d(r)e e c'hibouan
nan eus promesse mert unan

An ini rai an daou an tri
a iel dan ibern da leski

an ini rai an tri pevar
a vo damnet perpetual

o vo deus doue distak kren
evel eur brank deus eur voën

eun nos o tond deus eul leur newe
me moa groet seiz promesse.

Achu an eizvet kent an de
touet dan eil evel de guile.

seiz promesse am boa groet
ab an an den achuë an eizvet

Ab an achui an eizvedo
Jan gorniek a voa e(m) c'heno (1)

Penerez ar guern a lavare
Ebars ar guer pa arrie

Pachik emei ma fach bien
c'hwil zo diligent a buen

Dibit tu din ma incane
ewit ma in da Wengamp fete

Nag ewit ma c'hin da Wengamp
Da choas eun diamant arc'hant

pa voa gant an hent o vonet
eur c'havalier yaouank an deus rencontret

Merc'hik yaouank dime leret
Pelec'h e hed a ne zoc'h bed

Pelec'h e hed a ne zoc'h bed
pe man en o esper monet

Nag e han duman da Wengamp
da choas eun diamant arc'hant

A neuze da choas eur ruban
ganech cavalier zo unan

Cheus med sinan gant o goad
E vefed dime evid mad

Neuz med sinan gant o penduen *roseau*
E vefed dime a virviken

a c'hi ag o sinan dean gant e c'hoad
e viche dean evid mad

ag i o sinan dean gant e venduen
e viche dean a viken

evid a gorf ag a visach
e pliget dime awoalc'h
mes o dreid zo vel treid eur marc'h

Merc'hik yaouank ma excuset
ma zad a ma mam no devoa ked

na ma choarezet ken eubed.

Dirio kenta e vo ma euret
Me o ped kavalier da donnet.

Bichen pedet pe ne vijen ked
Penerez arriet a ri en o heuret

triwoac'h kemener zo em zi
Ober eun abid nevez di

ag ar c'hoas e vezo nao
Onnez kavalier a vezo brao

Penerez a wern a lavare
e bars er guer pa n'arrie

Deud ganin kavalier dar jardin
Da ober eur boket a louzou fin

Merc'h yaouank ma excuset
e wid dar jardin me na nin ked

Rag ar jardin zo biniget
a c'hwi a me ne non mi ked

er jardin zo eul louzouen
zo ano Jezuz woar e fen

ano Jezuz voar e fen
ano Mari woar e delien

Penerez ar Wern a lavare
er guer de mam pa arrie

c'hwi ma mam poa laret din
Pa vichen dimeet eureuji

mes c'hwi ma zad c'hwi na poa ked
ken koulz a me c'hwi zo damnet

C'hwi poa laret dime choas unan vesk kant
na bete ma choazfen ma c'hoant

A breman meus choazet unan
Da vont gantan da kreis an tan

pa he penerez ar vern deus ar ger
e voa brao e vel eur fouldrizer

E dre ma tostee dan auter
E he du evel eul lucifer

E be(2) ma tostee dan oter vras
e he du evel eur mortuas

ar belek yaouank a houlene
Deus penerez ar Wern ag an de ce

Merc'hik yaouank dime leret
Pera ganec'h zo arriet

Rag liou ar pec'het a douget

Beleg iaouank ma n'em c'heret
ar stoll em c'herc'hen a leket

Leket ar stoll em c'herc'hen
han da koean er puns an ivern.

Dallet soner ma goalen a ma chapelet
Mil boan a reont dam speret
ag ed dar guer leret dam zad
e man aman e skabel troadet mad

Seiz leo tro rond pe woar dro
e woe klevet penerez ar vern
o koea er puns an ivern.

(1) *M.P Le Roux a lu : e c'hano. Ceci est contredit par la variante précédente.*

(2) *Ms. : be ; lire : dre ?*